

Statudoù ar gevredigezh



Statuts de l'association

Statudoù ar gevredigezh | Statuts de l'association

deiziad krouidigezh | date de création : 25/08/2013

nevezadur | actualisation : 22/01/2019

<p>Mellad 1añ – Anv Savet ez eus etre an dud a-du gant ar statudoù-mañ ur gevredigezh dindan lezenn ar 1añ a viz Gouere 1901 ha dekred ar 16 a viz Eost 1901 anvet : « Mignoned ar brezhoneg ».</p>	<p>Article 1 – Dénomination Il est fondé entre les adhérent-e-s aux présents statuts une association régie par la loi du 1er Juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 modifié, ayant pour titre « Mignoned ar brezhoneg ! » (<i>Les amis de la langue bretonne</i>).</p>
<p>Eil mellad – Palioù Ar gevredigezh-mañ, savet d’ar 25 a viz Eost 2013, zo he fal brudañ, skoazellañ ha difenn ar brezhoneg ha sevenadur Breizh ha souten kreñv stourmerien pe gevredigezhioù all o stourm evit ar palioù-se ha loc’hañ ne vern peseurt obererezh barnerezhel a-enep pep diforc’hidigezh yezhel e-keñver ar brezhoneg.</p>	<p>Article 2 – Objet L’objet de cette association, créée le 25 août 2013, est de promouvoir, soutenir et défendre la langue et la culture bretonnes et d’apporter son soutien actif aux militants et aux autres associations dont l’action correspond aux buts ci-dessus définis ainsi que d’entreprendre toute action juridique contre les discriminations linguistiques en rapport avec la langue bretonne.</p>
<p>Trede mellad – Yezh a vont en-dro Ar brezhoneg eo ar yezh a dremen da gentañ e mont en-dro ar gevredigezh « Mignoned ar brezhoneg ».</p>	<p>Article 3 – Langue de fonctionnement La langue de fonctionnement privilégiée au sein de « Mignoned ar brezhoneg » est la langue bretonne.</p>
<p>Mellad 4 – Korvoderioù Ober a raio ar gevredigezh « Mignoned ar brezhoneg » gant an holl zoareoù a zegouezh da dizhout he falioù, en o zouez :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skodennoù hec’h izili - Sammadoù dastumet dre aozañ gouelioù hag abadennoù lies - Gwerzh produoù stag - Profoù - Legadoù - Yalc’hadoù pe mammennoù all aotreet gant al lezennoù 	<p>Article 4 – Ressources L’association « Mignoned ar brezhoneg » utilisera tous les moyens adéquats à la réalisation de ses buts, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les cotisations et autres contributions des membres - les produits de fêtes et manifestations diverses - les dons - la vente de produits dérivés - les legs - les subventions et toutes autres ressources autorisées par la loi.
<p>Mellad 5 – Sez Lec’hiet eo sez sokial ar gevredigezh « Mignoned ar brezhoneg » : 5 straed ar Mor-Bihan, 56860 SINE. Bez e c’hello bezañ dilec’hiet e n’eus forzh peseurt kumun all a Vreizh, gant al Liger-Atlantel, dre ziviz ar C’huzul-merañ.</p>	<p>Article 5 – Siège Le siège social de l’association « Mignoned ar brezhoneg » est fixée au : 5 rue du Golfe, 56860 SENE. Il pourra être déplacé en tout autre lieu en Bretagne y compris la Loire-Atlantique, sur simple décision du Conseil d’Administration.</p>
<p>Mellad 6 – Padelezh Didermen eo padelezh buhez ar gevredigezh « Mignoned ar brezhoneg »</p>	<p>Article 6 – Durée La durée de vie de l’association « Mignoned ar brezhoneg » est illimitée.</p>

Mellad 7 – Izili hag emezelañ

Bez ez eus eus ar gevredigezh « mignoned ar brezhoneg » hollad hec'h izili :

- izili saver,
- izili oberiat,
- izili skoazeller,
- izili mad-oberer

N'eus nemet an dud a c'hell bezañ izili ha goulenn bezañ izili eus ar gevredigezh.

Izili saver eo ar re o deus sinet ar statudoù-mañ ha kemeret perzh d'an emvod sevel ar gevredigezh a-raok he disklêriadur ez ofisiel. Izili ar gevredigezh e vuhez-pad int ha ne c'hellont bezañ forc'het nemet dre urzh un Emvod Meur votet gant muianiver dre ginnig ar c'huzul merañ votet gant muianiver dre drederenn evit ur mankad bras prouet gant dilerc'hioù noazus evit glad, mont en-dro pe brud dar gevredigezh.

Izili oberiat eo ar re o deus goulennet bezañ ezel ha paeroniet gant 5 ezel oberiat pe ezel saver ar gevredigezh (nemet disdalc'h roet gant ar C'huzul-merañ).

Izili skoazeller eo ar re o deus paeet o skodenn er rummad-mañ ha n'o deus ket goulennet bezañ ezel ha paeroniet gant 5 ezel oberiat pe ezel saver ar gevredigezh.

Izili mad-oberer eo ar re o deus degaset o skoazell arc'hant pe a ra strivoù bras evit brudañ ar gevredigezh hag harpañ hec'h obererezhioù.

Goulennoù emezelañ a vo asantet gant ar Prezidant-ez goude ma vo gwiriet hervez ar statudoù ha gwiriekat gant ar Burev.

Ma vez nac'het e c'hell an den goulenn ma vo dielfennet gant ar C'huzul Merañ ar goulenn emezelañ e-kerzh miz ar c'hemenn, an diviz votet gant muianiver dre drederenn eus e izili.

Article 7 – Membres et adhésions

L'association «Mignoned ar brezhoneg» se compose des membres répartis dans différents collèges :

- Les membres fondateurs
- Les membres actifs,
- Les membres sympathisants,
- Les membres bienfaiteurs

Seules les personnes physiques peuvent être membres et faire acte de candidature à l'adhésion de l'association.

Les membres fondateurs sont les signataires des statuts du 20 septembre 2013 participant à l'assemblée générale constitutive de l'association précédant sa déclaration officielle. Ils sont membres de l'association à vie et ne peuvent être exclus que par une décision de l'Assemblée Générale prise à la majorité sur proposition du Conseil d'Administration prise à la majorité des 2/3 pour manquement grave motivé, ayant pour conséquence de nuire au patrimoine, au fonctionnement ou à la réputation de l'association.

Sont membres actifs, les personnes qui en font la demande et bénéficient du parrainage d'au moins 5 membres actifs ou fondateurs de l'association (sauf dérogation accordée par le Conseil d'Administration).

Sont membres sympathisants, les personnes les personnes qui s'acquittent de leur cotisation dans cette catégorie et qui n'ont pas demandé à être parrainés par 5 membres fondateurs ou actifs.

Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui apportent leur soutien matériel ou contribuent activement au rayonnement de l'association et à la promotion de ses réalisations.

Les demandes d'adhésion sont soumises à l'approbation du Président-e qui après vérification de leur conformité statutaire les fait valider par le bureau.

En cas de refus d'adhésion, la personne peut solliciter dans le mois de la notification du refus que sa demande soit examinée par le Conseil d'Administration, lequel statue à la majorité des deux tiers de ses membres.

<p>Paouez a ra unan da vezañ ezel :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pa varv, - pa ro e zilez dre skrid, - pa vez lakaet er-maez gant ar Burev dre ma n'eo ket bet paeet ar skodenn, - pa n'eo ket bet doujet ar statudoù pe ar reoliadur diabarzh get dilerc'hioù nozus evit mont en-dro pe dileuriañ ar gevredigezh. Kaset e vo er-maez an ezel dre ginnig ar burev gant ar C'huzul-merañ goude bezañ galvet ha selaouet an den. 	<p>La qualité de membre se perd par :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le décès de l'adhérent-e, - la démission de l'adhérent par écrit, - la radiation prononcée par le Bureau pour non paiement de la cotisation, - le non respect des statuts ou du règlement intérieur entraînant des conséquences importantes dans le bon fonctionnement ou la représentation de l'association. L'exclusion est alors prononcée sur proposition du bureau par le Conseil d'Administration après convocation et audition de l'intéressé-e.
<p>Mellad 8 – Glad</p> <p>Ne vo atebek eus an emglevioù graet en anv ar gevredigezh « Mignoned ar brezhoneg » nemet glad ar gevredigezh hec'h-unan ha ne c'hell ket hec'h izili bezañ lakaet da atebek ez personel. Mar bez divodet ar gevredigezh e vo roet he holl fred hervez an doareoù divizet gant an Emvod-Meur Dreistordinal en deve disklêriet ar gevredigezh divodet.</p>	<p>Article 8 – Patrimoine</p> <p>Le patrimoine de l'association “Mignoned ar brezhoneg !” répondra seul des engagements contractés en son nom, sans qu'aucun des membres puisse être tenu personnellement responsable. En cas de dissolution de l'association, l'actif disponible sera réparti selon les modalités définies par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui aura prononcé cette dissolution.</p>
<p>Mellad 9 – Kuzul-merañ Dilennadeg ar C'huzul-merañ.</p> <p>Dilennet eo ar C'huzul-merañ gant ar C'huzul Meur evit 3 bloaz da adnevez. 7 ezel a zo ennañ dilennet war-eeun gant ar 4 rummad izili.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gant ar bodad izili saver e vez anvet 2 zileuriad kendibabet evel izili dre wir. Gallout a ra cheñch bep bloaz an dud kendibabet evit darn deus outo pe an holl hervez ar memes doareoù. - Gant ar bodad izili oberiat e vez dilennet 3 ezel adnevezet dre drederenn evit pep Emvod-Meur (E daou vloavezh kentañ buhez ar gevredigezh e vo tennet d'ar sord an drederenn ret dezho kuitaat e penn kentañ d'an Emvod-Meur kentañ da heul an Emvod Meur Sevel). - Gant ar bodad skoazeller e vez dilennet 1 ezel evit 3 bloavezh. Da vezañ adnevezet ur wezh eo ar respet. - Gant ar bodad izili mad-oberer e vez dilennet 1 ezel evit 3 bloavezh, padelezh ar respet. Da vezañ adnevezet hep termen eo ar respet. <p>Mont en-dro ar C'huzul-merañ :</p> <p>Galvet eo ar C'huzul-merañ da nebeutañ ur wech bep bloaz dre urzh ar Prezidant-ez. En em vodañ dindan un termen ne c'hell ket bout nebeutoc'h evit eizhtez a-raok dalc'h an Emvod Meur Ordinal. Aliañ eo mouezh dileuriad bodad an izili mad-oberer</p>	<p>Article 9 – Conseil d'Administration Election du Conseil d'Administration</p> <p>Le Conseil d'Administration est élu par l'Assemblée Générale pour 3 ans renouvelable. Il est composé de 7 membres élus directement par les 4 collèges d'adhérents.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le collège des membres fondateurs désigne par cooptation 2 représentants membres de droit. Il peut procéder chaque année à leur remplacement total ou partiel selon les mêmes formes. - Le collège des membres actifs élit 3 membres qui sont renouvelables par tiers à chaque Assemblée Générale Annuelle (pour les deux premiers renouvellements, le tiers sortant la première année et la seconde année sera tiré au sort à l'ouverture de la première Assemblée Générale Ordinaire suivant l'Assemblée Générale Constitutive). - Le collège des membres sympathisants élit 1 membre pour la durée du mandat de 3 ans. Le mandat est renouvelable une fois. - Le collège des membres bienfaiteurs élit un membre pour la durée du mandat de 3 ans. Le mandat est renouvelable indéfiniment. <p>Fonctionnement du Conseil d'Administration :</p> <p>Il est convoqué au moins une fois par an à la diligence du / de la Président-e et se réunit dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours avant la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire.</p>

<p>ha bodad izili skoazeller.</p> <p>Kas a ra war-raok obererezhioù ar gevredigezh hervez an henchañ divizet gant an Emvod Meur.</p> <p>Termenañ a ra an doareoù mont en-dro ar gevredigezh hag hollc'halloud emañ ar C'huzul-merañ evit-se.</p> <p>Aotreañ a ra ar Prezidant-ez pe un ezel eus ar Burev leuret gant ar C'huzul Merañ da gas el lez-varn evit goulenn pe evit en em zifenn.</p> <p>En em vodañ a ra dre gengalv ar Prezidant-ez bewech ma vo goulennet gant ar Burev pe er miz kentañ hervez ur goulenn savet get un drederenn eus ar verourien.</p>	<p>Le représentant du collège des membres bienfaiteurs et le représentant des membres sympathisants ont voix consultative.</p> <p>Il anime les activités de l'association dans le cadre des orientations définies par l'Assemblée Générale.</p> <p>Il détermine les modalités de fonctionnement de l'association et dispose pour ce faire des pouvoirs les plus étendus.</p> <p>Il autorise le /la Président-e de l'Association ou tout membre du Bureau spécialement mandaté par ce dernier à ester en justice tant en demande qu'en défense.</p> <p>Il se réunit également sur convocation du / de la Président-e chaque fois que le bureau l'estime nécessaire ou dans le mois suivant la demande formée par un tiers de ses membres.</p>
<p>Mellad 10 – Ar burev :</p> <p>Burev ar gevredigezh a zo ennañ 3 da 6 ezel.</p> <p>Ur Prezidant-ez ha diouzh a c'hoarvez un eil-Prezidant-ez Ur Sekretour-ez ha diouzh a c'hoarvez un eil-Sekretour-ez Un Teñzor-ez ha diouzh a c'hoarvez un eil-Teñzor-ez, Dibabet gant ar C'huzul-merañ e-touez an izili saverien pe izili oberiat.</p> <p>Dilennet e vez ar burev evit ur bloavezh, bez e c'hell an izili a guita bezañ addilennet.</p> <p>D'ar burev eo d'ober war-dro ha merañ ar gevredigezh ha da luskañ termenadur obererezhioù ha d'ober war-dro an daremprediñ etre hec'h izili.</p> <p>Karget eo ar Prezidant-ez da zileuriañ ar gevredigezh en holl aktoù ar vuhez sivil. Dileuriañ a ra ar gevredigezh dirak al lez-varn. Gellout a ra envel un ezel all eus ar Burev evit he dileuriañ gant aotre ar C'huzul-merañ. Mar bez goulenn mallusted e c'hell kemer ne vern peseurt diarbenn mirout dre urzh ar Burev. Mar bez difenn mallusted e c'hell diviz e-unan an diarbennoù ret en ur gelaouiñ ar buanañ ar gwellañ ar burev.</p>	<p>Article 10 – Le Bureau :</p> <p>Le Bureau de l'association est composé de trois à six membres :</p> <p>Un-e Président-e, éventuellement un-e Vice-Président-e, Un-e secrétaire, éventuellement un-e secrétaire adjoint-e Un trésorier, éventuellement un trésorier adjoint élus en son sein par le Conseil d'Administration parmi les membres fondateurs ou actifs.</p> <p>Le Bureau est élu pour un an, les membres sortants sont rééligibles</p> <p>Il assure l'administration générale et le fonctionnement de l'association ainsi que la communication entre ses membres.</p> <p>Le-la Président-e représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il-elle la représente en justice soit par lui-elle même soit par un autre membre du Bureau mandaté par lui, sur autorisation du Conseil d'Administration. En cas de demande en procédure d'urgence, il-elle peut prendre toutes mesures conservatoires des droits de l'association sur décision du Bureau. En cas de défense à une procédure d'urgence, il-elle peut prendre seul-e les mesures de même nature, sauf à en rendre compte au Bureau dans les plus brefs délais.</p>

<p>Kinnig a ra an danevell vuhez hag an danevell obererezh da bep Emvod-Meur. Bezañ erlec'hiet e c'hell gant an eil-prezidant-ez mard e vez ezvezant.</p> <p>Karget eo ar sekretour-ez da zerc'hel marilh dezrevelloù an Emvodoù-Meur, ar C'huzul-merañ hag ar burev. Ober a ra war-dro an difraeoù diskleriañ diouzh al lezenn. Aozet e vez an emvodoù gantañ-i.</p> <p>Karget eo an teñzorour-ez da ginnig bilañs ar c'hontoù bep tri miz er C'huzul-merañ. Kinnig a ra an danevell arc'hant d'an Emvod Meur ha bilañs an embregvezh tremenet.</p>	<p>Il-elle présente le rapport moral et d'activité de l'association à chaque assemblée générale, sauf à être substitué en cas d'empêchement par le-la Vice-Président-e.</p> <p>Le-la secrétaire est chargé-e de la tenue des registres de comptes rendus des réunions en Assemblées Générales, du Conseil d'Administration et du bureau. Il-elle accomplit les formalités déclaratives prévues par la loi. Il (elle) organise et convoque les réunions des différentes instances.</p> <p>Le-la trésorier(ère) rend compte une fois par trimestre de l'état des comptes de l'association au Conseil d'Administration. Il-elle présente à l'Assemblée Générale le rapport financier et le bilan de l'exercice écoulé.</p>
<p>Mellad 11 – An Emvod Meur Mont en-dro an Emvod Meur</p> <p>Barrek eo da zivizout war vuhez ar gevredigezh : asantiñ a ra danevell vuhez an embregerezh tremenet kinniget gant ar Prezidant-ez hag an danevell arc'hant kinniget gant an teñzorour-ez mouezhiet gant muianiver eeun eus an izili.</p> <p>Divizout a ra war raktresoù ha palioù an embregerezh o tont diwar kinnig ar C'huzul-merañ. Divizout a ra war bep seurt goulennoù savet gant hec'h izili ha lakaet dre skrid da nebeutañ ur miz a-raok an deziad raktreset evit an dalc'h. Enskrivet e vo er roll-labour ar goulennoù savet gant an izili skoazeller pe an izili mad-oberer goude bezañ aprouet gant ar C'huzul-merañ dalc'het araok an Emvod Meur Ordinal.</p> <p>Dilennet e vez izili ar C'huzul-merañ hervez an doareoù meneget ar statudoù.</p> <p>Divizout a ra a dalvoud an Emvod Meur nemet ma vez bezant pe dileuriet an hanter eus an izili oberiat mui unan.</p> <p>Ne c'hell dougen pep ezel saver nemet 2 c'halloud da vuiañ roet gant izili pe eus ar memes rummad pe eus ar rummad izili oberiat ouzhpenn e vouezh.</p> <p>Ne c'hell dougen pep ezel oberiat nemet 2 c'halloud da vuiañ roet gant izili eus ar memes rummad ouzhpenn e vouezh.</p> <p>Gellout a ra izili mad-oberer hag izili skoazeller dougen 4 c'halloud eus ar memes rumm ouzhpenn o mouezh.</p>	<p>Article 11 – l'Assemblée Générale Fonctionnement de l'Assemblée Générale</p> <p>L'Assemblée Générale est l'organe délibérant de l'association : elle approuve le rapport moral de l'exercice écoulé présenté par le-la Président-e ainsi que le rapport financier présenté par le-la trésorier-ère par un vote à la majorité simple. Elle délibère sur proposition du Conseil d'Administration sur les projets et objectifs de l'exercice à venir. Elle débat de toutes questions diverses émanant de ses membres dès lors que ces questions auront été formulés par écrit au moins 1 mois avant la date prévue pour sa tenue. Les questions posées par les membres sympathisants ou les membres bienfaiteurs ne sont inscrites à l'ordre du jour qu'après approbation du Conseil d'Administration précédent l'Assemblée Générale Ordinaire.</p> <p>Elle procède à l'élection des membres du Conseil d'Administration selon les modalités prévues aux présents statuts.</p> <p>Elle ne délibère valablement que si la moitié plus un des membres actifs sont présents ou représentés. Chaque membre fondateur ne peut être détenteur de plus de 2 pouvoirs, outre sa propre voix, émanant soit d'adhérents de sa même catégorie, soit de la catégorie de membres actifs. Chaque membre actif ne peut être détenteur de plus de 2 pouvoirs émanant d'adhérents de même catégorie outre sa propre voix.</p> <p>Les membres bienfaiteurs ou sympathisants présents peuvent quant à eux détenir jusqu'à 4</p>

<p>N'eus nemet an izili saver hag an izili oberiat a vot evit raktresoù heñchañ ar bloavezh o tont hag a c'hell kinnig kemmoù er programm savet gant ar C'huzul-merañ.</p> <p>Ne c'heller reiñ galloud pep rumm izili nemet d'un ezel eus ar memes rumm nemetken. An izili mad-oberer a c'hell reiñ galloud d'un ezel oberiat pe ezel saver betek ma chomo gant niver a c'halloudoù aotreet er statudoù.</p> <p>Ma ne glot ket ar c'horom ret gant ar c'halvadenn gentañ e vo galvet un Emvod-Meur nevez gant ar burev e termen ur mizvezh gant ar memes roll-labour, da nebeutañ pemzektez a-raok deiziad an dalc'h. Divizout a c'hell neuze nemet ma vo amañ ur muianiver a izili saverien pe oberiat.</p>	<p>mandats de membres de la même catégorie outre leur propre voix.</p> <p>Seuls les membres fondateurs et actifs prennent part au vote des orientations pour l'année à venir et peuvent présenter des amendements au programme élaboré par le Conseil d'Administration.</p> <p>Chaque catégorie de membre ne peut donner pouvoir qu'à un membre de la même catégorie sauf pour les membres bienfaiteurs qui peuvent donner mandat à un membre actif ou fondateur dans la limite du nombre de pouvoirs que celui-ci peut détenir.</p> <p>En cas d'absence de quorum lors d'une première convocation, le Bureau convoque dans un délai d'un mois une nouvelle Assemblée Générale sur le même ordre du jour au moins 15 jours avant la date de sa tenue. Elle peut alors délibérer à la condition d'être composée majoritairement de membres fondateurs ou actifs.</p>
<p>Mellad 12 – Ezvezañs hag emzizerc'hel: Mar bez ampech da vat, dilez, skarz h kuit pe marv un ezel eus ar C'huzul-merañ, e vo erlec'hiet betek termen e leuriadur hervez an doareoù-mañ :</p> <p>- evit un ezel eus ar burev : erlec'hiet e vo gant e eiler-ez pe gant an eil-prezidant-ez. Dre ziouer e vo anvet er C'huzul-merañ un eillec'hier-ez er memes rumm izili.</p> <p>- evit un ezel eus ar c'huzul-merañ : kendibabet e vo un erlec'hier er memes rumm izili. Koulskoude ma emañ niver an dud harzet muioc'h evit un drederenn eus an izili e framm ur memes rumm e vez ret aozañ un Emvod Meur Dreistordinal evit ar rumm izili-mañ e-kerzh un termen daou viz ur wezh stadet an ezvezañs.</p>	<p>Article 12 – Vacances et démissions : En cas d'empêchement définitif, de démission d'exclusion ou de décès d'un membre du Conseil d'Administration ou du Bureau, il est procédé à son remplacement jusqu'au terme de son mandat dans les conditions suivantes :</p> <p>- pour un membre du bureau, il est remplacé de plein droit par son adjoint-e ou vice-président-e. A défaut, le Conseil d'Administration désigne en son sein un-e remplaçant-e dans la même catégorie de membres.</p> <p>- pour un membre du Conseil d'Administration, il est procédé par celui-ci à un remplacement par cooptation dans la même catégorie de membres. Cependant, si le nombre de vacances excède le tiers des membres d'une même catégorie, il doit être procédé à une Assemblée générale extraordinaire électorale de cette catégorie de membres dans les deux mois de la vacance constatée.</p>
<p>Mellad 13 – Reoliadur diabarzh : Ur reoliadur diabarzh a c'hell bezañ savet gant ar c'huzul-merañ a lak anezhañ da vezañ aprouet gant an emvod meur kentañ. A-benn lakaat reolennoù nann raktreset gant ar statudoù e vo pal ar reoliadur diabarzh, peurgetket ar re a denn eus mont en-dro diabarzh ar gevredigezh.</p>	<p>Article 13 – Règlement intérieur : Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d'Administration qui le fait approuver par l'Assemblée Générale suivante. Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.</p>

Mellad 14 – Kemmañ ar statudoù

An Emvod Meur Dreistordinal hepken a zo barrek evit divizout kemmañ ar Statudoù. Bodet e vez dre c'houlenn ar burev a unvouezh pe dre goulenn an div drederenn eus ar c'huzul merañ.

Degemeret e vez ar c'hinnigoù kemmañ ar statudoù gant ar c'huzul-merañ, diouzh a c'hoarvez dre ginnigoù ar burev, gant muianiver dre drederenn.

Galvet e vo un Emvod Meur Dreistordinal a c'hello divizout nemet ma vo bezant pe dileuriet un hanter eus an izili. N'eus ket a vouezh diviz evit an izili a enor hag an izili skoazeller war ar poent-se.

Dav eo dastum 60 % eus ar mouezhioù, 50 % mouezhioù a izili saverien hag oberiat deus outo bezant pe dileuriet.

Resisaet e vo gant ar reoliadur diabarzh an doareoù mouezhiañ dre vilhedoù kuzh, gant 3 bodad, en ur zerc'hel kont eus an daou vuianiver rekis.

Article 14 – Modification des statuts

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour décider de la modification des présents statuts. Elle est réunie soit à la demande de l'unanimité du bureau soit à la demande des deux tiers du Conseil d'Administration.

Les propositions de modification statutaires émanent soit du Conseil d'Administration, éventuellement sur propositions du bureau, sont adoptées à la majorité des 2/3.

L'Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée et ne peut valablement statuer que si la moitié des membres adhérents sont présents ou représentés. Les membres d'honneur et sympathisants n'ont pas voix délibérative sur ce point.

Pour être approuvé, les modifications statutaires doivent recueillir 60 % des suffrages exprimés dont 50 % de suffrages de membres fondateurs et adhérents, présents ou représentés.

Le Règlement Intérieur précise les modalités concrètes du scrutin à bulletins secrets, en 3 collèges, compte tenu de la double majorité nécessaire ci-dessus requise.

Mellad 15 – Divodañ

Bez e tle bezañ en Emvod-Meur galvet a-ratozh diwar-benn divodañ ar gevredigezh da nebeutañ an hanter eus hec'h izili.

Ma n'eo ket tapet ar feur-se e vo galvet en-dro un Emvod Meur all e termen ur mizvezh a c'hello neuze, n'eus forzh an niver eus hec'h izili bezant pe dileuriet, kemer divizoù.

E pep degouezh ne c'hello an divodañ bezañ votet nemet gant muianiver dre drederenn eus an izili bezant pe dileuriet.

Mar bez divodet ar gevredigezh e vo roet fred ar gevredigezh d'ur gevredigezh all, pe da veur a unan, gouestlet d'ar brezhoneg. Dibabet e vo ar c'hevredigezhioù degemer ha lodennañ ar fred gant an Emvod-Meur.

Anvet e vo gant an Emvod-Meur unan pe meur a zibenn-freuzer karget da glozañ ar c'hontoù, d'ober war-dro oberiadennoù dibenn-freuz ar madoù ha gervel un Emvod Meur Klozañ ma vo savet ur rentañ-kont ha roet divec'h. Ne vo korom ebet evit an Emvod Meur-mañ. E dibenn e vo karget un dibenn-freuzer d'ober war-dro an difraeoù melestradurel divodañ.

Article 14 - Dissolution

L'Assemblée Générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l'Association et convoquée à cet effet, doit comprendre au moins la moitié des membres adhérents.

Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée Générale est convoquée à nouveau dans un délai de 1 mois, et cette fois, peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents ou représentés.





Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés.

En cas de dissolution, tout l'actif de l'Association sera versé à une ou plusieurs associations dont l'objet est la promotion de la langue bretonne. Le choix des associations bénéficiaires et la répartition de l'actif disponible entre elles incombe à l'Assemblée Générale.

Celle-ci désigne en son sein un ou plusieurs liquidateurs chargés d'arrêter les comptes et de procéder aux opérations de liquidation et de convoquer une Assemblée générale de clôture où il sera rendu compte des opérations et donné quitus. Cette assemblée n'est tenue à aucun quorum. A son issue, l'un des liquidateurs sera chargé de

	formaliser les déclarations administratives de dissolution.
--	---

Graet e Sene, d'an 22 a viz Genver 2019
Fait à Séné, le 22 janvier 2019

Ar prezidant / le président Renan KERBIQUET 	Ar sekretour / le secrétaire Tristan LE NEDELEC 	An teñzorour / Le trésorier Divi KERNEIS 
An eil-prezidantez / La vice-présidente Melani BOULIC 	An eil-sekretour / Le vice secrétaire Yves-Marie DERBRE SALAUN 